

# Yod Kereb

NUKLEER  
MA REOR



KARGEDOUILL

niv. 27  
3 IUR



= 1 miz toull



paet mat evit implij!  
tout ar binvioù-se!

SKIANT-FALTAZI?



" LES FORCES DE L'ORDRE SONT A PLOGOFF POUR GARANTIR LA DEMOCRATIE ET LA LEGALITE"  
en deus laret ar prefed.

Ha ni, a-du gantañ, e lavaromp ouzhpenn : biskoazh ne vo disoñjet gant tud  
Plogo madelezhioù ar CRS ed !

Da gemer perzh er meuleudioù vez kanet de'e er C'hap, e reomp deoc'h  
skouerioù a ziskouez da vad an emglev a zo etre ar CRSed hag ar pobloù  
trugarekaus. Hag an hini a damallo ac'hanomp da c'hevier ne vo nemet ur spered  
brein hag ur gochist.

-Ur vaouez o tiskouez he reor d'ur CRS en ur lavaret de'añ : " Bet teus  
bet dioutañ pell zo met 'po ket mui, pav kaol !" Ha kement-se, daoust ha n'eo  
ket kaozioù garantez ?

- Ur vaouez gozh zo bet kaset da ospital ar re sot dre ma soñje de'i oa  
deut en-dro amzer benniget he yaouankiz ( 40-45 ) o klevet trouz ar fuzuilhou.  
Ha n'int ket da drugarekaat ar re o deus graet ar burzhud-se ?

- Ur crs yaouank ginidik eus ar C'hap o tiwall nor ar seminer e Pont-e-Kroaz  
hag o welet kamaladed kozh o tramen a lar dê : " Hé, les mecs ! Comment ça va d'p  
d'puis letemps qu'on s'est pas vus ?" Hag ar re all o huchal : "Espèce de  
pourri, tu peux crever, salaud !" Ha n'eo fromus ar gejadenn ?

- Ur mobil bet kaset da ospital Morvan dre ma noa bet c'hoant lonkañ ur  
werenn barzh un ostaleri. Hag-eñ en dije tapet ur sac'had ken spontus e-unan-  
penn ? Piv neus paeet de'añ forzh banneou ma n'eo ket paotred ar vro ?

- Keginerien ar vro o nac'han fardañ boued d'ar CRSed 'n ur lavaret oa  
fentusoc'h dê mont d'oberd'o'r ur mechoui ba' Feunteun 'n aod, ken brav eo al  
lec'h-se. Pa ouzer peseurt boued-moc'h vez graet er c'holektiviteou ne chomer  
ket souezhet ! Ma, pebezh brokusted memestra !

Ma n'oc'h ket bet lakaet da grediñ ennomp, pismigerien giz m'emaoc'h,  
ne c'helloc'h ket chom pell gant ho penn figus. Ur brouenn diarvarus hon eus :  
hervez ar psikanalist brudet, jakez Lakon (ur bigouter), ar berniou kaoc'h  
vez diskarget bennez gant tud ar c'hap dirag ar CRSed a zo da gopren e-giz ur  
urprof karantezus. Pep hini deuzoutoc'h neus soñj mad pegen laouen ha fier eus  
he babig oa ho mamm, pa vije ur mell kac'hadenn en ho pragou. " oh! le beau caca  
qu'il a fait pour faire plaisir à sa mamam chérie ! "

Spi hon eus ne vo ket mui dispaket konchennou faos diwar-benn an afer-se.  
Re a zroug zo bet graet dija gant teodou fall. Memestra, hag atav evit an

demokratelezh, ar re zo o señ n'eo ket ken splann-se an darempredou etre tud ar C'hap hag ar CRSed, ar re-se a c'hell skrivañ da Yod-Kerc'h. Kaset vo oanvioù war-eeun d'ar prefeti ha respontet vo de'e.

Dizaonet eo bet ar C'hap o klevet ar c'helou-mañ : giz ar re all maint ! Kellou zo gante ! Se zo bet prouet splann gant ur vaouez neus lakaet he daouarn da reor unan. Hag ar prokurer noa lavaret : " sous le casque il y a des hommes " Pelec'h noa-efñ lakaet e zaoarn evit hen gout ?

x  
x  
x x


UN NEBEUT GOULENNOU.

EN EM C'HOULENN A RAN  
GOUDE ABADENNN "LIV AN AMZER "  
DIWAR - BENN PLOGO

E-LEC'H NE VOE KLEVET NEMET TUD A ENEP AN NUKLEEL RAK, EME FANCH BROUDIG,  
NE GAVAS DEN BREZHONEGER EVIT DIFENN AN E.D.F.

EN EM C'HOULENN A RAN ETA  
----- PERAK NAEN EUS KET BROUDIG KAOZEET HEñ E-UNAN A-DU GANT  
AN NUKLEEL PA OAR AN HOLL EO AR P.C. A-DU GANT SEURT ENERGIEZH.

----- DAoust HAG EO BET SKARZHET BROUDIG EUS AR PCF GOUDE BEZAñ  
LABOURET A-ENEP MEMOZIOU E STROLDAD.





Poazh'eo Alzer!!  
Damned!  
Je suis cuit!

FEZH VAD  
GAND ar  
Yod-Se!

Adaleg broman ive di-  
Penne an alkoz ar  
festou-nor!

Kaboul  
Kakaboul Kakaboul

Mes! Ur Skandâl eo!

eo!

MET 'PAD  
AN AMZER-SE  
EN ORIENT

BRREUUK!  
DULRP!

Je vous le  
répète, cela  
n'est qu'un  
pâle Tokay.  
Un Varsovie  
56?... Peüh!

ALTER  
!!!!

SEMINARISTED  
PONT-E-KROAZ

F.N.A.C.A.

S.R.P.J. Kerne

K.L.T.

KEREZINEN CLUB

U.D.B.

Brammerien Tregar  
BUTUNERIE NEMETKEN

UN VANIEZH AN HOLL!  
EVIT ENRENEREZH  
MOR MEZVENTI!

Chêrs âmis...  
Je crois pouvoir  
dire que tout  
va bien!  
Hé! Hé!

# AVIS DE CONCOURS

## Recrutement de gardiens de la paix de la Police Nationale

Deux concours ouverts aux candidats des deux sexes et de nationalité française auront lieu au cours de l'année 1980, aux dates suivantes :

CLOTURE DES INSCRIPTIONS	DATE DES ÉPREUVES
7 janvier 1980 .....	mercredi 19 mars 1980
21 juillet 1980 .....	mercredi 8 octobre 1980

Les candidats doivent être âgés de 21 ans au moins et de 28 ans au plus au 1er janvier 1980 ; cette limite d'âge peut être reculée du temps passé au titre du service national actif et d'une année par enfant à charge sans pouvoir cependant excéder 30 ans.

Toutefois, sont autorisés à se présenter aux concours les candidats du sexe masculin âgés de 19 ans au moins au 1er janvier de l'année du concours, n'ayant pas encore satisfait aux obligations du service national actif, mais remplissant les autres conditions réglementaires.

Le concours consiste en des épreuves écrites comprenant : une dictée, une rédaction, deux problèmes d'arithmétique simple et des épreuves physiques.

### CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION

GRADES	TRAITEMENT MENSUEL NET (1)
Élève et Gardien de la Paix stagiaire .....	3.546 F.
* Gardien de la Paix et Sous-Brigadier .....	3.610 F. à 5.326 F.
Brigadier .....	5.016 F. à 5.793 F.
Brigadier-Chef .....	6.074 F.

(1) Au 1er juin 1979, pour un célibataire (zone d'abattement 0).

\* A Paris une prime d'installation est perçue au moment de la première prise de fonctions.

*Les emplois de commissaire de police et d'inspecteur sont ouverts par voie de concours interne, sans condition de diplôme, aux gardiens de la paix comptant 4 ans de services effectifs. L'emploi d'officier de paix n'est ouvert qu'aux candidats du sexe masculin.*

Les candidats doivent adresser leur candidature le plus rapidement possible, au Préfet (Secrétariat Général pour l'Administration de la Police) de BORDEAUX, DIJON, LILLE, LYON, MARSEILLE, METZ, PARIS, RENNES, TOULOUSE, TOURS, VERSAILLES.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus dans tous les commissariats de police et Compagnies Républicaines de Sécurité.

POULOUÏ BARZH YOD-KERC'h IFFIG !!

\*\*\*\*\* (dikredapl met gwir !)



Ba kreiz miz Gwengolo 79 zo bet un  
diskuilhañ d'ar gelaouemmerien  
gant familhou ar re bet toullbac'het  
ha kannaded a bep seurt organizasionou  
(PSU, UDB, LCR,...CFDT, Kevre Dwiriou Mab-den....)

familhou Diskuilhet eo bet doareou ar polis  
gant ar re bet toullbac'het e-ser an harzadeg "anti-FLB"

Betek boureverezh zo bet !

Unan a sav klemm rak lakaet eo bet ur reolenn dir e toull  
e revr. Gant sertifikajoù medesined oc'h atestiñ ar roudou  
taoliou oa war e gorf!! (pa soñjer pegen aezet eo kaout  
sertifikadou mezeien pa vezer ba' krabanou an archerien ! )

met paour kaezh Iffig genaoueg,  
ne gompren ket perak, pa eo bet diskuilhet se e miz Gwengolo  
ha n'eo bet graet netra abaoe...

Ne gompren ket Iffig loukez !  
n'eo ket bet un digarez evit an organizasionou a oa aze  
reiñ d'an afer !.. Netra na zo deuet er-maez !  
Intrudu ebet ! Tra goulennet digant den ebet ! Sinadeg ebet !

Forzh petra eo soñj pep hini war an FLB (ha kazi-sur a bep seurt a soñj da  
Iffig genaoueg....), daoust ha n'eo ket dever kentañ pep hini stourm evit ma  
vije doujañs ouzh ar prizonidi hag en-ispisial ouzh ar Brizonidi bolitikeñ ?

Komzet zo bet deus se daou zevezh a-raok prosez tud an FLB bet e 78  
met perak n'eo ket bet graet abaoe tra ebet ?

An teodou fall a lar e oa graet se, an diskuilhadeg-se, just a-raok ar prosez,  
nemet evit levezonañ lezvarn surentez ar Stad, met Iffig, pas re sot  
memestra, a soñj de'añ ne oa ket fall profitañ deus brud ar prosez  
evit lakaat d'anaout an dra-se....  
Met memestra ober nenet se !!!

Gwir eo

fin miz C'hwevrer

eo bet troet an aktualite war plogo..... Ha d'an taol,  
fetister an azvan a emsavadeg-se zo aet da netra kerkent ha  
biz ar c'hiz a c'hwezhaz diwarnañ !

Hedro eo ar viz-se e-giz ur gwir avel ! e-giz ur gwir aval !

Ha pennig hon Iffig paour a droiell gant ar gotventenn !!!

TENN DA VRAGOU ...

Tenn da vragou breur kozh, breur kozh,  
Dispak da beadra  
Na huch 'ta breur kozh, breur kozh,  
Gra 'vel Zaratoustra.


Pa welan da doullig karet  
Va foell-me kenavo  
D'an donnañ posupl eo ret  
mont 'vit anaout ar vro

Distrizh da reor hag e c'hellin  
Oh flourañ da bidenn  
Barzh da dammou kig dañsal plin  
Ha strinkañ va sper gwenn.

E foñs da c'houedor hag' zo bras  
E kavin va zamm kreun:  
tachet eo va feul en e blas  
Da gofig a vo leun.

Gant fouzh ha naplez a-gevret  
Da lost a vo krignet  
En bro n'eus nemet gant paotred  
E vezer ac'hubet.

Tenn da vragou, breur kozh, breur kozh...



Yann Paotreter.

Notenn an aozour :  
Ar ganenn-mañ zo un droadikell (pe un droidigezh evit ar re a oar ar peurunvan)  
diwar unanall a zo anavezet ha kalz disteroc'h.

\*\*\*\*\*  
pe a ra van...)(evit ar re fri furch na ouzont ket re vat brezhoneg,  
\*\*\*\*\*

	YOD-KERC'h	YOD-KERC'H
	niverenn 27	numéro 27
Rener : tugdual HUON	PRIZ : 3 lur	prix : 3 fr
Directeur de la publica-	Niverenn CPPAP	Numéro CPPAP
-tion : tugdual HUON	56 577	56 577
	Disklêriet hervez lezenn : Depot légal : 2éme trim 80	
	1 <sup>an</sup> trimiziad 1979	
	Moulet e Bretagne Ateliers ha moulerzh prevez	
	Bretagne Ateliers et imprimerie spéciale	



Nag un eston !

KAROËS    DEMOKRATELEZH AVANSET    GISCARD    ! ! !

E miz C'hwevrer eo bet gouvezet en doa bet Per Douget komañset d'ober ur "grève de la fain". Perak ? N'en doa kemeret perzh ba tarzhadenn ebet, ha koulskoude abaoe miz Even oa en toull... Sañset oa bet laret de'añ a-benn ar fin gant ar barner vije leusket dieub da c'hortoz ar prosez.. Ha ne oa ket dieubet... Nac'h-debriñ en deus graet neuze...

Perak ne oa ket bet dieubet ?.. Wañ a seblant eo peogwir oa bet just er mare-se jeu ba' Korsika... Peseurt darempred gant ar fed ne oa ket Per Douget ba'n FLB ?

Bravat justiz e Bro-C'hall gant ar rejim a-vremañ !

Just er mare-se, war zigarez ober un enklask "utilite publik" e korn-bro Plogo, evit ar sañtral, eo bet kasat 700 CRS (evit komañs ha kalz muioc'h goude-se) evit gwareziñ demokratelezh avanset Giscard ! (sellit uheloc'h ba Yod-kerc'h niv.27)

Pa vezer sirius, un enklask a zoare zo kalz avansetoc'h, demokrateloc'h evit ur votateg, tud ar c'horn o votiñ da skouer ! (ha c'hwi oar, forzh penaos, ar votadegou zo attrappe-couillons!)

Ha warlerc'h peñse an "Tanic", eo aet da strad ar mor... ha petrol oc'h achap dioutañ ingal... Met netra n'eo bet graet war an taol... Test ur miz a-raok ober un dra bennaket (plan Polmar), hag ur miz all, daou viz etre tout a-raok en em okupin deus ar pense !... Nag a skiant deus pezh zo ret ! Nag a soursi deus ar gwalennou zo o kouezhañ war an dud hag ar vro ! Re wir eo, marteze, kazi-sur ez int dreist okupet gant o zroiou kuzh (sellet izeloc'h ba Yod-Kerc'h niv.27)

Hag e-touesk an darvoudouigou-se, un darvoudig all : da vaered Bro Dreger aet da Baris da welet ar gouarnamant pe ar Prezidant, eo bet reservet un degemer a zoare, skoet zo bet un tamig war lod nê !

Ah, demokratelezh avañset Giscard !

N'eus ket pell eo degouezet er vro ur film bet sortiet warlene (warlerc'h bezañ bet sañsuret eveljust ! Demokratiezh avañset oblij !), "le pull-over rouge" an hini eo !

Kontet e vez barzh ennañ peseurt mod eo bet muntret gant ar Justiz un den bet tamallet de'añ e gaou bezañ bet lazhet ur verc'hig.

Fro us ar film. Braouac'hus gwelet seurt hurlink.

Disoc'h gwall interestou pennou zo deus ar polis hag ar justiz... Hag en ur mare n'eo ken breinet an ensavaduriou hag a zo moaien ober en-publik ur falsadem er prosez, gant ouzhpenn-se un disreizhder furmel ! Hag hep na vije na vije torret ar prosez evit kelou-se !

Braouac'hus dreist-holl en ur vro e-lec'h ni eo ken avañset an demokratelezh!

Ar rukunañ zo marteze gwelet Prezidant ar Republik, Giscard, o lazhañ an den-se o nac'hañ digastizañ nañ, an den-se, digablus, gant kement a zisreizhderiou er prosez, Giscard o sentiñ, ya o sentiñ ouzh ur "pseudo-sondage" warlerc'h muntr ur bugel e Troyes...

Demokratiezh avañset Giscard !

Ya, soñjal e vez graet tout se gant Giscard, un den eveltañ, karget e c'hodilli gant an diamantou roet dañ gant Bokassa, ar "breur kozh" !

Bokassa, diktater, lazhater ha jahiner ur bobl

Bokassa, ar gwir lazhataer bugale, matrese debreerien korfou tud

al loen-se, e c'halopat da Vro-C'hall davet e vestr evel ur c'hi ur wech  
graet edroidad hag e dorfedou!

Ha Giscard hag a oa oc'h e sikour ! hag a oa o profitañ ken ha ken,  
e rastellat diamantou ha diamantou...

Ya, hennezh,

Hennezh a laz ivez e Bro-C'hall....

Ah ya, ezom neus skrivañ hir ha brav war an demokratiezh ...

Hir (ya, re hir), brav (?)

Ya, gwir eo, arabat redamall un den nemetken !  
Mod-all vimp pourchaset evit hegasiñ, trubuilhañ, en ur ger jahinañ un den  
politik !

En un mot : un tamm tenue menestra ! un tamm  
demokratiezh !

Ha gwir eo ouzhpenn-se : n'eo ket e-unan !  
En ur foerell gwallaferiou kuz ez int sac'het. Piw en deus konzet d'us  
"les copains et les coquins" ? Ur gor-lin o tarzhañ eo deuet da vezañ ar V Republik

Just goude n'eo bet diskoachet afer an dianantou gant ar C'hanard enchainé,  
en deus ar ministr Boulin en em lazhet !...

Soñjal a rit ? Ur ministr !

Kazi-sur eo peogwir oa gantañ kudennou arc'hant e fin ar miz...

He ! Paet noa un ti plaset dreist, 40 milion ha sañset ne oa ket dañ an ti  
benn ar fin peogwir n'en doa ket an noter d'e werzhañ ! Met ne ouie netra deus  
an aferiou divalav noa graet an noter !

N'eo ket evit laret, met dav eo laret, peadra zo d'en em lazhañ, gwir pa  
vezer indigablus...

Sañset eo dre faot ar journaliou oa o kaozeal deus se ni noa en em lazhañ !  
a laras Giscard ....hag a huchasan Huma.

Hag en e lizher diwezhañ, ar ministr Boulin a damalle...ar ministr Peyerffite,  
evel un den trubard !

Nag a lagenn vrein flaerius zo en go dian al linseliou elevezek-se !

Ur miz pe zaou warlerc'h-se, e varv en ur gwallzarvoud karr-nij, an den  
a fizians a-berzh Giscard war aferiou Afrika. Hervez kont, ofisielamant, "n'eus  
netra a lakfe da soñjal e vije bet posubl e vije bet un attentat"...

Nann, se zo mont amplik lezel da grediñ e c'hellfe bezañ ul liamm etre ar  
marv-se hag afer an diamentou, ar relationou etre Giscard ha Bokassa !

Ha nevez zo serret an diellou, echu an enklask war priñs De Broglie, ur priñs,  
depute ha UDF pe RPR hag all...Muntrer oa bet tri bloaz zo, ha tri bloaz zo  
en deus padet an enklask... A boan klozet an enklask e ve embannet gant ar  
C'hanard-enchainé oa bet gouvezet gant Poniowski, ministr ar polis er mare-se  
un toullad niziou a-raok ar muntr e vije klasket lazhañ e gomper. . Ha n'endoa  
graet netra...ha n'en deus ket roet da c'houzout an titourou-se d'an enklaskerien !  
Ha war ar marc'had, ur pennadig hepken war-lerc'h ar muntr, pa oa c'hoazh  
ministr ar polis en doa graet ur c'hoñferañs "de presse" evit displegañ d'an  
holl oa sklaer an traou, hemañ-hen' ni zo kiriek...ha se daoust ma oa afer  
ar justiz divizout tanall...deus ministr Met tri bloaz warlerc'h eo bet klozet  
an enklask hep tanall den.. .

Peseurt skandal zo a-dreñv da se ?

Ha tout se en ur ober c'hwec'hmiz ! en ur ober c'hwec'h miz, setu d'an  
nebeutañ tri afer mezhus mui tri skandal bras !

An taol diwezhañ-nañ, evurusamant em aze ar PCF e wareziñ ar gouarnamant,  
(evel kustum), goulenn a ra kas Ponia d'ar Haute Cour de Justice e mod-se :  
1°) e e konsantriñ an tagadennou kontrol da Bonia e vez niret na vije lakaet  
Giscard ba' ar soubenn dreñk-se 2°) Ba 'r parlamant hag ar Senat zo RPR-UDF hag  
ar Haute Cour de Justice zo enni kannadedzo deus an Asssemblée Nationale, anvet  
a-feur gant ar bagadou politikel...pezh sinifi e vo forzh UDF-RPR brasañ niver  
ar Haute Cour... Ha zo un tres kaled gant ar PCF...

Met daoust ha n'eo ket tremen poent skarzhañ Giscard hag e ganfarded ?  
Ha petra ober evit se ? Ar goulenn da respont de'añ breñañ ?

Alan X.

EVIT DIEUBINIGEZH PETER UHL HAG E GAMALADED

Dibenn miz Here, ba' Praga, en ur fals-prosez, ur prosez truket, eo bet kondaonet kalet c'hwec'h stourmer deus Cart 77 ( ul luskad a c'houlenn e vije doujañs e Tchekoslovakia ouzh ar gwirion frankizel eeunañ ) ha deus ar VONS ( Komite difenn an dud taget direizh gant ar justiz )

- Peter UHL, stourmer deus ar Cart hag unan deus krouerien ar VONS : 5 bloavezh - toull
- Vaclav HAVEL, skrivagner c'hoariva : 4 bloavezh - toull
- Jiri DIENSTBIER, ~~skrivagner~~ <sup>6</sup>Velabenner : 3 bloavezh-toull (kannad ar Chart 77 oa)
- Vaclav Benda, matematikour, kannad Chart 77 : 4 bloavezh-toull
- Otta BEDNAROVA, kelaouenner, 3bloavezh-toull

Hag hiziv, o tagañ hag o harzañ stourmerien all emañ "justiz" Praga

Promet-holl oa <sup>bet</sup> ar c'helaouennoù bras gant barnidigezh ar 6 den met mut int abaoe .

Kondaonet ar prosez o deus an aozadurioù micherour ha demokratel.

Ma zo bet laret e tleer ober !

vel ma lavar kannad Chart 77 : "Oberioù 'ni' zo e'omm dioute ~~diute~~ ganeomp, ar solidarite etrevroadel-se en dañvez, er fedoù, honnezh a zo ~~ganeomp~~ evidomp, tleket ur frealz nemetken, met ivez ur gwarez enep ar re a fell dê tagañ ac'hanomp"

Setu perak e tivizomp-ni da gas ur pellskrid da gannadi Tchekoslovakia : "Dieubiñ diouztu Peter Uhl hag e gamaladed a fell deomp e vije graet."

Inv	Aozadur	Sinadur	Skoazell
Ivan Gag	OCI ha Tod-Kuc'h		10F
P. an Habek	S.A.F.		5 P
Ober ar Magn	SAE ha Tod-Kuc'h.		5 FT
Tichele Beyer			5 Lur.
Kaerin Logrand	S.A.F.		5 Lur
Philippe DUBRUL	<del>S.A.F.</del>		5 Lur
Katell JULLION			5 Lur. ✓
Yann MEUR	Despune nien ha Dastum	bro Dastum	5 Lur. ✓

An Dramm e Breizh UR STUDIADENN VERR SAVET GANT MARIJAN

AN DRAMM ZO DEUET DA VEZAÑ UN DRA PEMDEZIEK . E PEP KEVREDIGEZH E KAVER ROUD OUTAÑ . HAG E BREIZH IVEZ EVELJUST EVEL E LECH ALL . GREOMP TA UN TAMM TRO E BED AN DRAMM E BREIZH .

DA GENTAÑ E KAVER DRAMMOÙ CHWEK HA DIARVAR . AN HINI ANAVEZETAÑ O VEZAÑ AR **ZHASHICH**

AN DRAMM AR MUIAÑ IMPLIJET MET NE SEBLANT KET BEZAÑ RE ZANJERUS EVIT AR SPERED




BUTUNET VEZ AR ZH DINDAN STUMM UL LIAMM



MET TUD ZO A GLASK SANTADURIOÙ NEVESOCH . TREIÑ A REONT DAVET AN "ACID" DA SKOUER . EBREIZH E KAVER LONKERIEN ASSIDMIL



I'M AN UDIBISSST



DARN NA GEMERONT NEMET L.S.D. (Lennegezh Sturvezhouriezhel Dafar)  
 NE VEVONT NEMET EVIT SE HA NE LABOURONT NEMET WAR-SE



ERFIN E KAVER AN DRAMMOÙ "KALET", DEGASET DEUS AN ESTRENVRO DRE  
 AR "GALIAN CONNECTION". AN DRAMMOÙ-SE A DAG EN UN DOARE SPONTUS  
 KORF HA SPERED AN DUD, HAG O ZISKENN KEN IZEL HA LOENED GOUEZ  
 AR CHALONIN (PE MOCH'FIN) HAG AR MERSEROIÑ

N'EO KET SOUEZHUS E VEFE  
 BRUDET AN DRAMM DANJERUSAÑ-SE  
 GANT AR STAD CHALL HAG  
 FR Trip. (?)

BLABLA  
 HA  
 KONIAI

DRAMMED  
 A VO VA  
 ENE



EVIT PEURWELLAAT HOR STUDIADENN  
 E PEDOMP AR RE O DEUS TANVAET  
 D'AN DRAMMOÙ-SE KAS DEOMP TITOUROÙ  
 SKIANT-PRENET ZO GANTO SURMAT !

0.F. an 12.11.79 er memes pajenn!

Evel just, 'n em zizunaniñ a ra Yod. Kerc'h  
eus seurt diotachou rassist! Ha da brovin  
n'eo ket gerioù toull, e lezomp un hanter  
bajennad (a-bezh!) da S.O.E.  
(SKol an Ovulennou  
emansi pet.)

MÈRE TERESA ET LA CONDI-  
TION FÉMININE. — Parlant à la  
Nouvelle-Delhi, devant une confé-  
rence organisée par les Matrons-  
Unies, pour l'amélioration du sta-  
tus de la femme, Mère Teresa, prix  
Nobel de la Paix, a déclaré que  
« l'avortement était un assassinat »  
et que: « Le plus grande réussite  
de la femme, c'est simplement  
d'être femme, mère et épouse...  
Nous n'avons pas été créées  
pour faire de grandes choses. Il  
y a des hommes pour faire de  
grandes choses... Nous avons  
été créées pour aimer et être  
aimées ».



### Morte en accou- chant seule

Seule, dans l'indifférence  
d'un village qui ignorait tout de  
sa grossesse, une jeune fem-  
me de Saint-Boil, âgée de 20  
ans, est décédée au cours de  
son accouchement à son do-  
micile, mercredi après-midi.  
L'enfant, lui, est vivant. C'est le  
père de la victime, avec qui  
elle vivait seule, qui a décou-  
vert le drame. Sa mère est

Sant Ogino  
patron ar vielloù  
Kristen, pedit  
eviti +

## An Ovulenn divasklet

Kamaradezed Kolonizet!  
nac'homp ouzh impalaerezh  
ar spermatos!



An diskoulm nemetañ,  
an Emrenerezh!

